

MEURZH 2021 : MIZVEZH AR BREZHONEG

OCÉANOPOLIS A GINNIG HEC'H ARLOAD HEZOUG E BREZHONEG

Miz Meurzh zo bet dibabet gant Rannvro Breizh evit lidañ yezh ha sevenadur Breizh. Kemer a ra perzh Océanopolis, evel aveadur touristel breton kentañ, el lid-se ha kinnig a ra danvezioù brezhonek en hec'h arload-gweladenniñ hezoug nevez.

#MizvezhArBrezhoneg #mizbzhg

Mizvezh ar brezhoneg, lañset gant Rannvro Breizh, a vez aozet gant an « Emglevioù-bro » a vod enno, en ur c'hornad termenet, kevredigezhioù pe kevreadoù hag a labour da gas sevenadur ha yezh Breizh war-raok. Labourat a reont kenkoulz war dachennoù ar c'helenn hag ar stummañ evit an dud deuet ha war re ar grouidigezh lec'hel, an diduamantoù evit ar re yaouank pe ar sportoù.

C'hwezek emglev-bro a gemer perzh e 5vet Mizvezh ar Brezhoneg. Gant SKED, Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh, e vez meret an obererezhioù e Brest.

myOcéanopolis

arload-gweladenniñ etreoberiat hag a c'haller implijout e brezhoneg bremañ

En hañv 2020 e oa bet lañset an arload-gweladenniñ etreoberiat nevez, anvet myOcéanopolis. Gantañ e c'haller aozañ e weladenn evit ober e vad eus ar Greizenn a sevenadur skiantel gouestlet d'ar Mor diouzh ar gwellañ.



Digoust, pleustrek, c'hoarius ha pedagogel eo an arload-se. Sikour a ra ar weladennerien da weladenniñ Océanopolis.



Betek-henn e c'halled selaou 3 yezh (galleg, saozneg hag alamaneg). Brezhoneg a c'haller selaou bremañ gant myOcéanopolis.

Gallout a raio ar vrezhonegerien a implijo anezhañ adkavout an droiad klevheñchet a-bezh, bezet tost da 2 eurvezhiad danvezioù evit ober ur weladenn heñchet a gaso anezho dre ar poulloù trovanel ha pennaelel hag hini Breizh hag ivez dre wenodenn an dourgon.

Modulenn ar c'hoari a ro tro da vont da welet an annezou-mor dre ar c'hoari ha da welet tres etreoberiat ar park a ginniger e brezhoneg ivez.

Arload hag a c'haller pellgargañ digoust war boellgomzerioù ha tablezennoù dre iOS hag Android.

Arload diorroet gant skoazell :



Gant ar Font europat evit an diorren ekonomikel ha rannvroel eo harpet ar raktres-mañ.

DAREMPREDOÙ

Marie Rozec
Renerez Marketing ha Kehentiñ
06 73 99 79 86
marie.rozec@oceanopolis.com

Julianne Liret
Karget eus ar C'hehentiñ
hag eus an Darempredoù gant ar C'hazetennoù
06 02 16 09 22
julianne.liret@oceanopolis.com